



VILLE  
DE QUIMPER



MUSÉE  
DES  
BEAUX-ARTS  
DE QUIMPER

# COMMUNIQUE DE PRESSE KEMENADENN KELAOUÏÑ

Mardi 17 octobre 2017

CONTACT PRESSE  
DAREMPRED KELAOUÏÑ

CABINET / COMMUNICATION  
KABINED/ KEHENTIÑ

HÔTEL DE VILLE ET  
D'AGGLOMERATION  
TI-KÉR HA TOLPAD-KERIOÙ  
CS 26004  
29107 QUIMPER/KEMPER  
CEDEX

TÉL./PGZ. 02 98 98 89 71  
Ou/pe 02.98.98.88.99

cabinet@quimper.bzh

PLUS D'INFOS  
www.quimper.bzh



Un nouveau site internet pour le musée des beaux-arts de Quimper : un site web pratique, informatif, intuitif et ... en breton !  
[www.mbaq.fr](http://www.mbaq.fr)

Pour répondre aux besoins actuels des internautes, le site internet du musée fait peau neuve et présente un habillage graphique inspiré du nouveau logo du musée.


## Le site fait la part belle aux collections :

Dans la version bretonne, les axes forts de la collection (peintures d'inspiration bretonne, Ecole de Pont-Aven, peintures françaises du XIXe siècle...) sont présentés.

- L'histoire du musée et du legs du mécène fondateur Jean-Marie de Silguy est détaillée.
- Dans la version française : près de 3 000 œuvres en ligne : peintures (environ 800 pièces), arts graphiques (environ 1 700 pièces), céramiques (80), sculptures (40)... L'internaute a désormais accès à une partie de notre base de données, véritable mine d'informations sur les œuvres conservées au musée, tant dans les salles qu'en réserves.

## Un site pour tous les publics :

- Un site déclinable sur smartphones et tablettes « responsive design ».
- Une présentation en breton des expositions.
- Un accès privilégié pour les publics : individuels/ enseignants/groupes et une information sur les visites et les outils à disposition en breton.
- Un site répondant aux normes d'accessibilité numérique.
- Des contenus en breton qui vont être développés au fur et à mesure.



Ul lec'hienn Genrouedad nevez evit mirdi an arzoù-kaer e  
Kemper : ul lec'hienn web pleustrek, leun a ditouroù, aes d'ober  
ganti hag .... e brezhoneg !  
[www.mbaq.fr](http://www.mbaq.fr)

**Evit respont da ezhommoù bremañ ar verdeerien eo bet cheñchet neuz lec'hienn Genrouedad ar  
mirdi ha kinnig a reer un neuz c'hrafek awenet gant logo nevez ar mirdi.**

### Al lec'hienn a ro lec'h d'an dastumadoù :

En doare brezhonek e kinniger linenoù bras an dastumad (livadurioù awenet gant Breizh, Skol Pont-  
Aven, livadurioù gall eus an XIX<sup>vet</sup> kantved...).

- Istor ar mirdi ha legad ar mesen diazezer Jean-Marie Silgi a gaver displeget enni dre ar  
munud.
- En doare gallek ez eus tost da 3 000 oberenn enlinenn : livadurioù (war-dro 800 pezh), arzoù  
grafek (war-dro 1 700 pezh), priajoù (80), kizelladurioù (40)... Digor o deus ar verdeerien war ul  
lodenn eus hon diaz roadennoù, ur gwir vengleuz titouroù diwar-benn an oberennoù miret er  
mirdi, ken er salioù ken er mirvaoù.

### Ul lec'hienn evit an holl :

- Gallout a rit ober gant al lec'hienn war ho poellgomzerioù hag ho tablezennoù « responsive  
design ».
- E brezhoneg e vez kinniget an diskouezadegoù.
- Un digor eus ar c'hentañ evit an dud : hiniannoù/kelennerien/strolladoù ha titouroù war ar  
gweladennoù ha war ar binvioù a c'haller ober ganto e brezhoneg.
- Ul lec'hienn diouzh ar reoladoù evit mont war ar Genrouedad.
- Danvez e brezhoneg hag a vo kresket tamm-ha-tamm.

